

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ Radio Kreiz Breizh

HANTER 1

Hanter

Hanter a vez lâret stank e brezhoneg evit komz deus a-bep seurt traoù.

N'eo ket ordin ken resis ha se e implijoù.

Alies a-walc'h e vez graet ur c'hemmadur dre vlotaat war-lerc'h hanter met pas dalc'hmat...

Dirak un anv-gwan :

« Hanter drouk » pe « Hanter zrouk »

« Un den hanter drouk », n'eo ket un den drouk-tre met n'eus ket voaien da gaout re a fiziañs ennañ memestra

« Hanter brein » pe « Hanter vrein »

« Hanter noazh », gwisket skañv

« Hanter p/boazh », etre poazh ha kriz

« Hanter g/c'houllo »
pe « Hanter leun »



http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenn_krouet_gant_Malo_Ar_Menn

« Hanter b/vouzar », un den na glev ket mat

« Hanter d/zall », un den na wel ket mat

« Hanter seziset », un den nammet

« Hanter m/vezv »

« Hanter sot »

« Hanter k/glañv »
pe « Hanter yac'h »

« Hanter sav »

Da vont pelloc'h

Kit da selaou ar ganaouenn Me n'ouzon petra zo kaoz, n'on ket evit hantergousket gant ar c'hwen gant Fulub Gwern ha Yann-Pier Deredel war lec'hienn Dastumedia

COFINANÇÉ PAR
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ Radio Kreiz Breizh

HANTER 2

Evit keñveriañ

« Hanter b/vravoc'h », div wech bravoc'h

« Hanter k/greñvoc'h », div wech kreñvoc'h

« Hanter k/goshoc'h », div wech koshoc'h

« Hanter nebeutoc'h », div wech nebeutoc'h

E unan

« N'a ket hanter », n'a ket buan a-walc'h

« 'Oamp ket hanter », ne oa ket tud a-walc'h

« 'M eus ket bet hanter »,
'm eus ket bet trawalc'h

Hanter-doue pe Hanterzoue,
un den dreistordinal

Hanter-breur ou hantervreur, lezvreur

Hanterc'hoar, lezc'hoar

Hanterouenn, mesket

Dirak un anv

« Hanter miz Mae »,
kreiz miz Mae

« Hanter-Eost »
« Itron Varia Hanter Eost »,
kreiz miz Eost

« Hanter-Gwengolo »,
kreiz miz Gwengolo

« Hanter-goañv »,
kreiz ar goañv

« Hanter-hañv »,
kreiz an hañv

« Hanternoz », kreiz an noz

Aodoù-an-Hanternoz,
anv kozh departamant
Aodoù-an-Arvor

Da vont pelloc'h

Kit da selaou ar
ganaouenn

E miz genver hanter ar
miz gant Claude Lintanf
ha Jean-Do Robin
war lec'hienn
Dastumedia

Cofinancet par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec le Fonds européens
de développement régional

Gerioù ar vuhez

RKB

▶▶ Radio Kreiz Breizh

HANTER 3

Evit pouezañ

Ur c'hant pe kant lur = 50 kilogramm

Un hanter kant = 25 kilogramm

Ul lur = 500 gramm

Ul lur bleud = 500 gramm bleud



http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudennoù_krouet_gant_Malo_Ar_Menn



Hanterbriz pe hanter-priz



Un hanter-kantved, hanter-kant vloaz

Hanternved, un hanter-lodenn a voued

Hanter-dro, anv un dañs a Vro Gwened

E-barzh ar ganaouenn
Son ar pilhaouer

« Drailhañ 'ra un hanter bater,
tanañ 'ra e gorn-butun »



Evit muzuliañ

Un hanterlev
= daou gilometr

Ul lev = 4 c'hilometr

Teir lev hanter
= pevarzek kilometr

« Hanter-hent »,
« Hanter-hent
da Vulad »



« Un hanterved »
pe « Hanterzouar »,
un emisfer

Hantergelc'h

Da vont pelloc'h

Kit da sellout
ouzh ur c'hlip savet
gant ar strollad
Digabestr
o seniñ un hanter-dro

Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne

Avec les Fonds européens
de développement régional

Gerioù ar vuhez

RKB


▶▶ Radio Kreiz Breizh

HANTER 4

Dirak ur verb

Hanterober,
« Ul labour hantergraet »,
ul labour n'eo ket bet graet gwall vat

Hanterbeilhañ,
« Patatez hanterbeilhet »,
patatez n'int ket bet peilhet penn-da-benn



Hanteriñ
pe daouhanteriñ,
troc'hañ e daou damm

Hanterek,
da skouer ur voger etre daou berc'henn

http://www.reseau-canope.fr/tes/skeudennaoueg/skeudenn_krouet_gant_Maio_Ar_Menn

« Labourat war hanter »
pe « C'hoari war hanter »,
rannañ al labour

« H eomp da c'hoari war hanter »,
rannet e vo al labour etrezomp

Hantermousket,
damgousket

Hantermousket,
damgousket

Hanterzebriñ,
damzebriñ

Hanterlazhañ,

« Laosket hanter lazhet
war bord an hent »

Hanterzrailhañ,
debriñ prim-ha-prim

Da vont pelloc'h

Kit da selaou
Gwagenn,
un hanter-dro
sonet gant ar
strollad Ampouailh



Cofinancé par
UNION EUROPÉENNE
UNANIEZH EUROPA



L'Europe s'engage
en Bretagne / Avec les Fonds européens
de développement régional